

**War
raok!**

20

**Chansons
de Route**

N° 9 — Prix : 10francs

TAOLENN

A-bell ha c'houi 'c'h eus klevet	57
Accourez, fils de Bretagne	23
Alaro'h (An)	17
Allého	34
Amis, c'est l'heur' des danses	13
Anne de Bretagne	44
Appel (L')	23
Bro goz va Zadou	61
Kanenn veur ar poblou gwasket	57
Demat, demat, roit ho merc'h d'in	41
Deus ganimp war an hent bras	10
En avant les Bretons	13
En draoñiennig-hont e kaver eur vilin	49
Eul labous gwenn-ero'h a oa se	29
Eun deiz ma oan o vale	37

Galv (Ar)	10
Goulenn eured (Ar)	41
Gwir Vretoned	7
Chant des Provinces (Le)	54
Chant du Soir	47
Chef a dit à ceux du pays d'Rennes (Le)	54
Mari Vastrouilh	39
Membres las, les traits tirés, les pieds pou- dreux (Les)	34
Me zo paouez koll va mestrez	39
Mik, mik, mik	49
Noz Kalanna	52
Paotred, daoust petra zo c'hoarvezet	20
Perak gortoz	31
Plane haut	26
Plac'h an Ostaliri	37
Poent eo d'it, bloaz koz milliget	52
Sol de Bretagne	26
Son ar Vreudeur vreton	31
Sous le ciel tout constellé d'or	47
Va Breudeur ger	31
War-du ar Frankiz	20

Evidoc'h eo, paotred yaouank, eo bet dastumet soniou al levrig-mañ.

Klask a raec'h toniou-bale da gana, holl a-gevret, en eur ventada ho kammedou, abalamour da gavout skañvoc'h ar bec'h, berroc'h an hent.

Goulenn a raec'h gwerziou boud ha gorrek, d'o mouskana, en abardaez, endra ma viot, skoaz ouz skoaz. en-dro d'an tantad, o klevout o sevel diouz don an draonienn, ar yenijenn hag an noz.

Fellout a rae deoc'h kanaouennoù yac'h evit youc'hal ho plijadur gouez hag ho joa beva, beza yaouank ha galvet gant eun amzer-da-zont fromus.

An dra-se eo end-eeun a zo bet klasket dastum evidoc'h el levrig-mañ. An dra-se, hag eun dra all ouzpenn : karout ho pro, c'houeza lore'h ennoc'h gant hoc'h amzer gwechall, ha kredi en he flanedenn.

Sammit ho sac'h, yaouankizou ! hag en hentou dre bevar c'horn Vreiz, gant eur c'han war ho muzellou !

WAR-RAOK, PAOTRED !

C'est pour vous, garçons, qu'ont été rassemblés les éléments de ce recueil.

Vous cherchiez des airs de marche qui, repris en chœur, scandent l'allure, font paraître plus léger le fardeau et plus courte l'étape.

Vous demandiez des mélodies graves et lentes pour fredonner à mi-voix, le soir venu, tandis que, serrés épaule contre épaule, autour d'un feu de braises, vous sentez monter du creux du vallon le froid avec la nuit.

Vous vouliez des chants rudes pour crier votre allégresse et la joie féroce de vivre, d'être jeunes et de vous voir appelés à un avenir exaltant.


C'est tout cela qu'on a essayé de vous offrir ici. Tout cela et autre chose aussi : l'amour du pays, l'orgueil de son passé, la foi dans son destin.

Bouclez le sac, camarades ! Partez sur les routes de Bretagne, un refrain aux lèvres !


WAR-RAOK, PAOTRED !



GWIR VRETONED




Gwir Vre-to-ned, tud a ga-lon, war zao !



Da ga-na gloar da Vreiz hor Bro. Ha da zi-



'wall ten-zor ar ya-ouan kiz. Ar yez, ar



peoc'h hag ar fron-kiz. War zao ! War zao !

Da gan' a bouez penn : Breiz da virvi - ken, Breiz da
vir - vi - ken O va Breiz gant da dou - riou
bru det, Da vor glas ha da ve - ne - ziu,
Da vrug ruz ha da lann a - laou ret.
Te zo koant dreist d'an holl vro rou !

DISKAN

Gwir Vretoned, tud a galon, war zao !
Da gana gloar da Vreiz hor Bro.
Ha da ziwall teñzor he yaouankiz :
Ar yez, ar peoc'h hag ar frankiz.
War zao ! War zao !
Da gana 'bouez penn : } 2 wech
Breiz da virviken ! Breiz da virviken !

1

O va Breiz, gant da douriou brudet,
Da vor glas ha da veneziou
Da vrug ruz ha da lann alaouret,
Te 'zo koant dreist d'an holl vroiou !

2

Ne deus ket, 'vel e-touez hor c'herreg,
A dud vat, seder ha nerzus ;
Ne deus ket, 'vel en hor brezoneg,
Soniou drant, gwerziou dudius.

3

Hon tud koz, tud leal ha santel,
Start evel hon dero kalet,
A ouezas mirout da Vreiz-Izel
He brud vat, he nerz, he c'hened.

4

Bretoned, savomp hor c'halonou,
Ha touomp e talc'himp atao
Da vale war roudou hon tadou,
Keit ha ma 'z ay ar bed en-dro !

PAOTR TREOURE.



Deus ga - nimp war
 an hent bras, Deus ga - nimp en a - vel c'hlan.
 D'an aod pe c'hoaz d'ar me - nez kras.
 Da heul to - niou drant hor c'han Ar bi - ni ou

a son flour, Hag e tas - son en hor c'hreiz,
 Hag e tre gern 'us d'an dour,
 Skiltr ha lir - zin dreist an tour !

1

Deus ganimp war an hent bras,
 Deus ganimp en avel c'hlan,
 D'an aod pe c'hoaz d'ar menez kras,
 Da heul toniou drant hor c'han.

DISKAN

Ar biniou a son flour,
 Hag e tassion en hor c'hreiz,
 Hag e tregern 'us d'an dour,
 Skiltr ha lirin dreist an tour !

2

Bleun al lann hag ar spenn-gwenn
 Frondou c'houek ar c'hoadou pin,
 Dremm aro'hant ar mor hag al lenn,
 D'eoc'h c'houi holl, mont a fell d'in !

3

Breur ha c'hoar, ne glevit ket
Galv ar c'hlasvez war ar maez ?
Ar ruzder-beure an em led,
Sevel 'ra an heol d'al laez !

4

Ha ma c'houez an avel yen,
Ma teu koulmoul war an deiz,
Kana ha o'hoarzin ne raimp ken,
Mibien holl ha merc'hed Breiz !

KERLANN.



EN AVANT LES BRETONS !

A mis, c'est l'heur' des dan-
ses, un soir de grand par don.
La bom bar de nous lan-
ce un ap pel de clai ron

Et là - bas sur la col - li -
ne, En a - vant les gar çons !
Un grand feu nous il - lu - mi -
ne, En a - vant les Bre - tons !

1

Amis c'est l'heur' des danses,
Un soir de grand pardon.
La bombarde nous lance
Un appel de clairon.
Et là-bas sur la colline,
En avant les garçons !
Un grand feu nous illumine,
En avant les Bretons !

2

Le vent pur de la route
Fait claquer nos drapeaux.

— 14 —

Nous avons bu la goutté,
Le cidre à pleins tonneaux,
La joie gronde en nos poitrines,
En avant les garçons !
Foin de ces humeurs chagrines,
En avant les Bretons !

3

Ma douce au yeux pervenche
S'est jetée dans mes bras ;
Son cou frêle se penche :
« Oh ! ne me laissez pas ! »
— Rassurez-vous la fillette,
En avant les garçons !
Où je vais, c'est une fête ! »
En avant les Bretons !

f. zncr

4

De la Flandre à l'Alsace,
Dans 300.000 tombeaux,
La fleur de notre race,
Brisée, git en lambeaux.
Tant qu'à risquer notre vie,
En avant les garçons !
Délivrons notre Patrie.
En avant les Bretons !

5

En haut de la tour grise,
Hissons le noir et blanc.
Sa mâle chanson grise


— 15 —

Mouettes et goélands,
 La « Nigousse » se réveille ;
 En avant les garçons !
 Comme elle est jeune la vieille,
 En avant les Bretons !

6

Nous partirons ensemble
 Par un matin joyeux.
 S'il en est un qui tremble,
 Qu'il songe à ses aïeux.
 Par les vallons de Bretagne,
 En avant les garçons !
 Nous entrerons en campagne,
 En avant les Bretons !

J. LA BENELAIS.



AN ALARC'H

Eun a-larc'h, eun a-larc'h tra - mor, Eun
 a-larc'h, eun a-larc'h tra - mor War
 lein tour moel kas - tell Ar - vor!
 Din din daon, d'an em - gann, d'an em - gann, ol



1

Eun alarc'h, eun alarc'h tramor, (2 wech)
War lein tour moal kastell Arvor!

DISKAN

Din din daon, d'an emgann, d'an emgann, o!
Din din daon, d'an emgann ez an!

2

Neventi vat d'ar Vretoned!
Ha malloz ruz d'ar C'hallaoued!

3

Erru eul lestr e pleg ar mor,
E oueliou gwenn gantañ digor.

4

Degoue'et an Aotrou Yann en-dro,
Degoue'et eo da ziwall e Vro!

5

D'hon diwall diouz ar C'hallaoued,
A vres gwiriou ar Vretoned.

6

An Aotrou Yann a zo paotr mat,
Ken prim e droad hag e lagad!

— 18 —

7

Gant e gleze ken kreñv e tarc'h,
Ken e taouhanter den ha marc'h!

8

Neb a drouc'h vel ma trouc'hez-te
N'en deus aotrou nemet Doue!

9

Dalc'homp, Bretoned, dalc'homp mat!
Arzao na truez, gwad ouz gwad!

10

Skrigna 'ra bleizi Breiz-Izel
O klevout embann ar brezel!

11

O klevout ar youc'h e yudont,
Gant c'houez ar C'hallaoued e reont!

12

Paotred Bro C'hall, 'lec'h ma kouezint,
Betek deiz ar Varn e kouskint!

13

An diveradur eus ar gwez
'Ray dour binniget war o bez.

14 ..

Enor, enor da Wenn ha Du!
Ha d'an dreitourien, malloz ru!

Hervez ar « BARZAZ BREIZ ».

— 19 —

war-du ar frankiz



Pao - tred! Daoust pe - tra 'zo c'hoar-




ve - zet, Pa we - ler holl o ker - zet Ar Vre - to - ned?



Pa'z eo ken stank o strol - la - dou



O vont d'ar red gant'n hen - tou?



Pa'z eo ken stank o strol - la - dou



O vont d'ar red gant'n hen - tou?

1

— Paotred!
Daoust petra 'zo c'hoarvezet,
Pa weler holl o kerzet
Ar Vretoned?

Pa 'z eo ken stank o strolladou
O vont d'ar red gant 'n hentou? { 2 wech

2

— Den koz!
Neventi vat d'ar Vreiziz,
Paotred 'kreiz o yaouankiz,
Hep mui gortoz,
Eus o farrez 'zo dilammet
Da zifenn ar re wasket!

3

— Paotred!
Perak an tiz-se warnoc'h?
Bale goustad 'zo aesoc'h,
Aesoc'h, me 'gred!
Diouz ho tal e tiver 'r o'houezenn,
Ha war ho treid 'z eus poultrenn!

4

— Den koz!
Setu perak e kerzomp,

leurs en - traves, Veil lant sur leur pro pre sort,

Nos qua - tre mil - lions d'es - claves

se - ront fiers, li - bres et forts.

1

Venez tous, fils de Bretagne,
 Accourez à notre voix,
 Du sommet de vos montagnes
 Et du secret de vos bois.

REFRAIN

Demain, brisant leurs entraves,
 Veillant sur leur propre sort,
 Nos quatre millions d'esclaves
 Seront fiers, libres et forts.

2

Pour déboulonner l'idole
 Qui nous maintient enchaîné,
 Semons la bonne parole
 Qui nous vient de nos aînés.

24

3

Par les bois et par les landes,
 Par les replis des vallons,
 Nous nous élançons en bandes
 Et toujours gais nous allons.

4

Sans ménager notre peine,
 Sac au dos, bâton en main,
 Nous chantons à perdre haleine
 Tous le long des verts chemins.

5

Sous la bannière bretonne,
 Enrôlez-vous avec nous
 Qu'il ne manque plus personne
 Quand nous secouerons le joug.

MALO.



— 25 —



PLANE HAUT !

Sol de Bre - ta - gne En hom - mes
 forts, Nous t'ai-mons à la vie, Nous t'ai-mons à la
 mort, Nous t'ai-mons à la vie, Nous t'ai-mons à la
 mort. Pla-ne haut! Pla-ne haut, mouët-te des grè-ves, Sur
 les baies, sur les monts. Pour nous lan-ce ta no-te

brè - ve : Sa - lut, mon vieux pays 'bre-ton ! Pour
 nous lan-ce ta no-te brè-ve: Sa-lut mon vieux pays bre-ton!

1
 Sol de Bretagne,
 En hommes forts,
 Nous t'aimons à la vie, } bis
 Nous t'aimons à la mort.

REFRAIN
 Plane haut, mouette des grèves,
 Sur les baies, sur les monts ;
 Pour nous, lance ta note brève, } bis
 Salut au vieux pays breton.

2
 Notre fer creuse
 Tes lourds sillons.
 L'âme joyeuse,
 Chantons à l'unisson.

3
 La mer écume,
 A l'horizon.
 Un feu s'allume
 Pour guider les Bretons.

4

Des pas martellent
Champs et chemins.
Qui nous appelle ?
C'est la voix du destin.

5

Les vieilles pierres
De nos landiers
N'ont vu sur terre
Passer que des guerriers.

REFRAIN

Plane haut, mouette des grèves,
Sur les baies, sur les monts ;
Pour nous, lance ta note brève,
Debout, mon vieux pays breton !

BRYTHON.



**Eul labous
gwenn-erc'h
a oa se**

Eul la · bous gwenn · erc'h a oa se

Eul la · bous gwenn-erc'h a oa se A ga · ne

ge en eur bod · spern Din · don de · no,

En eur bod spern a ga ne ge, Din · don

don.

1

Eul labous gwenn-ero'h a oa se (2 wech)
 A gane ge en eur bod-spern
 Din don d'eno,
 En eur bod-spern a gane ge,
 Din don don.

2

— Labousig koant kas kelou d'ei
 Eun evnig dister ez oun-me
 Din don d'eno,
 Me ' zo eun evnig dister-tre,
 Din don don.

3

— Mar dout-te bihan, prim out-to
 Te oar an hent 'vit mont d'he zi
 Din don d'eno,
 'Vit mont d'he zi, te 'oar an hent
 Din don don.

4

Al lizer gantan en e veg
 Eo nijet kuit dreist kleus ha park
 Din don d'eno,
 Dreist kleuz ha park eo nijet kuit
 Din don don.

KERLANN.



Musical notation for the song 'Perak Goroz?'. The music is written on four staves in a 2/4 time signature. The lyrics are:

Vo breu-deur, ger, tos - ta - it holl An
 eil ouz e - gi - le! Ne vo ne - met eur
 ga - lon d'eomp Pa e - vimp hor ban - ne! Pe -
 rak gor toz. pao - tred. Pe.

rak gor - laz? Pa very ken tomm e-
barz hor c'hreiz Gwad hon ta - dou koz!

1

Va breudeur ger, tostait holl
An eil ouz egile!
Ne vo nemet eur galon d'eomp
Pa evimp hor banne!

DISKAN

Perak gortoz, paotred,
Perak gortoz?
Pa very ken tomm e-barz hor c'hreiz
Gwad hon tadou-koz!

2

A-bell e sav an avel vras
Eus doun an aberiou
War-du Bro-C'hall e lammo c'hoaz
O tougen hor moueziou.

3

Setu va dorn, roit ho torn,
Ha kanomp asambles.
Ra sono 'r c'hloc'h, ra voudo 'r c'horn
Dre holl hol levenez!

4

Gwechall, e-barz hor c'hoadou douñ,
E youc'he ar bleizi.
Ar C'hallaoued, p'edont o tont,
A sparle dor o zi.

5

Gwall hir eo bet an hent ganimp,
Ha yen an nozvezioù;
Warc'hoaz 'lugerno tarz-an-deiz
Ouz beg hor fuzuilhou.

BRYTHON.





Les mem-bres las, les traits ti-rés, les pieds pou-dreux,

Les mem-bres las, les traits ti-rés, les pieds pou-dreux.

Les mem-bres las, les traits ti-rés, les pieds pou-dreux, En-ton-nons

un chant vi-gou-reux Al-lé-ha Lé-ha Lé-

ha Ho! Al-lé-ha Lé-ha Lé-ha Ho!

Al-lé-ha Lé-ha Lé-ha Ho! Al-lé-ha Ho Al-le

Ho!

1
Les mem-bres las, les traits tirés, les pieds poudreux, (ter)
Entonnons un chant vigoureux :

REFRAIN

Alleha Leha Leha Ho (ter)
Alleha ho Alleho.

2
Nous sommes partis ce matin avant le jour,
La nuit était noire, un vrai four.

3
Nous avalons, borne après borne, le chemin ;
Marcherons-nous jusqu'à demain ?

4
Longue est la route qui serpente devant nous.
Mais nous irons bien jusqu'au bout.

5

Tant pis si le tourniment nous semble de plomb,
Faisons sonner clair nos talons !

6

Ah ! quel plaisir, lorsque nous serons au bivouac,
De laisser choir ce maudit sac !

7

Oubliant alors la fatigue et la chaleur,
Nous entonnerons tous en chœur :





REFRAIN

Alleha Leha Leha Ho (ter)
Alleha ho Alleho.

MALO.



Plac'h an Ostaliri



1
 Eun deiz ma oan o vale
 Hed-ha-hed an hent bras (2 wech)
 War vord an hent me welas eun ostaliri c'hilaz.

DISKAN

Roum ! far la ri don-de-no
 Ye ! chach da c'har a-dreñv ! } (2 wech)

2
 Antreet en ostaliri
 Antreet da voutailhat
 Me 'glevis eur paotr bihan 'n o c'havell o wilo'hat.

3
 'N e gichen eur plac'h yaouank,
 Paotrez a c'houezek vloaz
 Azezet war eur gador, hag he ziuohar e noaz.

4
 He mamm lavaras d'in-me :
 — Houmañ ne dalv netra !
 Mont gant ar baotred yaouank, setu ar pezh a ra !

5
 — Na c'houi ez eo, plac'h yaouank ?
 C'houi n'hoc'h eus ket a vez
 O lammat dreist ar c'hleuziou ha c'hoari mesk-ha-mesk !

6
 — Ha pa oan me o c'hoari
 Gave ket d'in oa fall
 Gant va c'hamaladezed, mont da heul ar re all.

7
 Ma kerfes beza chomet
 Er ger da labourat
 'Vefes ket aze bremañ en ti o luskellat !



MARI VASTROUILH

Me 'zo pa ouez koll va mes-trez Aet eo
 kuit eus ti he zad ! Larit d'in m'hoc'h eus he
 gwe-let Ma he c'ha - vin - me ti mat.

1
 Me 'zo paouez koll va mestrez
 Aet eo kuit eus ti he zad !
 Larit d'in m'hoc'h eus he gwelet
 Ma he c'havin-me ti mat.

DISKAN

Keuz am eus da Vari Vastrouilh !
 Keuz an eus da Vari gêz !

P'lec'h an diaoul he c'havin bremañ ?
Kollet 'm'eus va Mari gêz !

2

Mari Vastrouilh a zo tuc'hez
Eur fri tougn 'zo ganti c'hoaz,
Lagad pikous, pikou panez,
Ha me oar me petra c'hoaz !

3

Kalz re hir a oa he lostenn
A lare an teodou fall...
'Ran ket forz eus pezh a laront :
Mari Vastrouilh 'dalv eun all !

4

Kreñv eo Mari 'vel eur gazek
Hag a fring e-kreiz ar prad...
Spontet vefec'h ha pa welfec'h
Pegen hir 'man he daoudroad.

5

C'houez al ludu 'zo gant Mari
Na 'vit se neus ket he far
D'ober krampouez gant bleud malet
Laez ar saout ha viou yar.

6

Me a varvo ma n'he c'havan !
Va c'halonad 'zo leun-barr !
Klaskit Mari va zud karet,
Kement hini 'zo d'in kar !

— 40 —



AR GOULENN EURED

De - mat, de - mat, roit ho merc'h d'in

Ho ! De - mat, de - mat, roit ho merc'h d'in

Ho ! De - mat, de - mat, roit ho merc'h d'in. Ne

— 41 —

vo ket mal-eü-rus gan - in | De - mat, De-
 mat, roit ho merc'h d'in, Ne vo ket
 mal - eü - rus gan - in |

1

Demat, demat, roit ho merc'h d'in, ho !
 Demat, demat, roit ho merc'h d'in, ho !
 Demat, demat, roit ho merc'h d'in } 2 wech
 Ne vo ket maleürus ganin

2

Me 'z ay d'ar park da labourat
 Hi chomo 'r ger da luskellat.

3

Da luskellat ha d'ober tan
 Da domma yod d'an hi bihan

4

Me vo kontant fin ar sizun
 Ma o'hellan kaout va zamm butun

5

Eun tamm butun ha dek gwenneg
 C'houlennin ken digant va gwreg

6

Ha me vo fur betek meryel
 Ma o'hellan kaout ho merc'h Katell

7

Va faotrig kaez, ma merc'h Katell
 Vo ket roet d'eun den diboell.

8

D'eun den diboell ha d'eur feneant
 D'eul lonker jistr ha gwinn ardant.

9

Ar bleo zo savet en da zorn
 Kerz d'o rosti barz an ti-forn.

10

Dz c'hodellou zo goulo sac'h
 Kerz d'eul lec'h all da glask eur plac'h.





ANNE DE BRETAGNE

C'é-tait An-ne de Bre-ta-gne, Du-chesse

 en sa-bots C'é-tait An-ne de Bre-

 ta-gne, Du-chesse en sa-bots Re-ve-

nait de ses *ff* do-mai-nes, En sa-bots, mir-

 li-ton-tai-ne, Ah! ah! ah! Vi-vent

 les sa-bots de bois.

1
 C'était Anne de Bretagne *bis*
 Duchesse en sabots
 Revenant de ses domaines
 En sabots, mirlitontaine
 Ah! Ah! Ah!
 Vivent les sabots de bois.

2
 Revenant de ses domaines
 Avec des sabots
 Entourée de châtelains
 En sabots, mirlitontaine
 Ah! Ah! Ah!
 Vivent les sabots de bois

3
 Voilà qu'aux portes de Rennes
 L'on vit trois beaux capitaines

4

Offrir à leur souveraine
Un joli pied de verveine

5

« S'il fleurit, tu seras reine ! »
Elle a fleuri la verveine

6

Anne de France fut reine
Les Bretons sont dans la peine


7

Ils n'ont plus de souveraine
Mais ils briseront leurs chaînes.



CHANT DU SOIR

Sous le ciel tout cons tel le d'or
Sous le ciel tout cons tel le d'or La na-ture
en tière s'en-dort Ding dong Ding dong
La na-ture en tière s'en-dort Ding dong.



1
 Sous le ciel tout constellé d'or, (bis)
 La nature entière s'endort.
 Ding dong ding dong
 La nature entière s'endort.
 Ding ding dong

2
 Près de l'étang aux roseaux noirs,
 Un chant s'élève dans le soir.

3
 Autour du foyer qui s'éteint,
 Nous dormirons jusqu'au matin,

4
 Dans notre camp, plus rien ne bruit,
 Le guetteur veille sur la nuit.

MALO.



En dra-on-ien-nig-hont e ka-ver eur vi-lin,
 En dra-on-ien-nig-hont e ka-ver eur vi-lin,
 Ar-me-li-ner he dalc'h en deuseur bleo melen Ha mik mik
 mik, Ha mak mak mak, Ha oin oin oin! Pep u-nan d'e
 dro, Ma-lu-ret! Hag ar vi-lin a dro! Ha mik mik

mik, Ha mak mak mak, Ha oinoinoin! Pep u - nan d'e

dro, ma - lu - ret! Hag ar vi - lin a dro!

1

En draoniennig-hont e kaver eur vilin (2 wech)
Ar meliner he dalc'h en deus eur bleo melen

DISKAN

Ha mik, mik, mik,
Ha mak, mak, mak,
Ha oin, oin, oin,
Pep unan d'e dro,
Maluret!
Hag ar vilin a dro!
Ha mik, mik, mik,
Ha mak, mak, mak,
Ha oin, oin, oin,
Pep unan d'e dro,
Maluret!
Hag ar vilin a dro!

2

Ar meliner he dalc'h en deus eur bleo melen
Ar merc'hed tro war dro a ia da gas o greun

— 50 —

3

Ar merc'hed tro war dro a ia da gas o greun
An uhelan e karg a zo Julien Martin.

4

An uhelan e karg a zo Julien Martin
Hen 'grogas 'n he daou zorn, he sachas en eur c'horn

5

Hen 'grogas 'n he daou zorn, he sachas en eur c'horn
Ha Julien a gouskas diouz trouz ar vilin

6

Ha Julien a gouskas diouz trouz ar vilin
A-benn ma tihunas oa erru ar mintin

7

Petra laro ma mamm pa erru er gêr?
Em bo kousket eun noz e ti eur miliner!

8


Petra vo laret d'eoc'h, o ia, Julien Martin,
Pa ouzoun ma micher hag e tro ar vilin.




— 51 —




NOZ KALANNA




 Poent eo d'it, bloaz koz mil-li-get, Tra la la la la la




 la la la Kui-taat ar bed ga-nez gwas-ket!




 Tro la la la la la la la War-c'hoaz e teuy



 ar bloaz ne-vez, Tra la la la la la la la



 Ne vo gan-tan 'met ma-de-lez ! Tra la la la la la



 la la la

1.

Poent eo d'it, bloaz koz milliget,
 Tra la la la la la la la la
 Kuitaat ar bed ganez gwasket !
 Tra la la la la la la la la
 Warc'hoaz e teuy ar bloaz nevez
 Tra la la la la la la la la
 Ne vo gantan 'met madelez !
 Tra la la la la la la la la

2

Rei a o'hell d'eomp plijaduriou
 Mez ivez kalz a drubuilhou !
 Goulennomp gantañ eürusted
 Ka beza bepred unanet !

3


War a-dre an dristidigez !
 D'eomp ar joa hag al levenez !
 Stagomp kelen ouz hon treusto
 Hag evomp chistr ken na foeltro.




G. D'HERBAIS.



Le Chant des Provinces


 Le chef a dit à ceux du pays d'Rennes

 Le chef a dit à ceux du pays d'Rennes: « Jusqu'au Maine

 Vous re-pous-se-rez l'en-ne-mi sans peine ! »


 Prends ton fu-sil Jean-Pier-re Bou-cle ta car-tou-

 chiè-re Nous partons à la guer-re

 Le duel est enga-gé Pour chasser l'étranger

1

Le chef a dit à ceux du pays d' Rennes : *(bis)*
 « Jusqu'au Maine
 Vous repousserez l'ennemi sans peine ! »

REFRAIN

Prends ton fusil, Jean-Pierre,
 Boucle ta cartouchière !
 Nous partons à la guerre.
 Le duel est engagé
 Pour chasser l'étranger.

2

Le chef a dit aux hommes du Dolois :
 « Autrefois
 Le Franc ne vous pliait pas à ses lois ! »

3

Le chef a dit à ceux de Saint-Malo :
« Matelots,
Il faut aller combattre aussi sur l'eau ! »

4

Le chef a dit à ceux de Saint-Brieuc :
« En tous lieux
Sachez rester dignes de vos aïeux ! »

5

Le chef a dit aux hommes du Trégor :
« Votre effort
Sauvera notre pays de la mort. »

6

Le chef a dit aux hommes du Léon :
« Mes garçons,
Jamais un Breton ne fit trahison ! »

7

Le chef a dit aux hommes de Quimper :
« Soyez fiers
Avec le Franc, allez croiser le fer ! »

8

Le chef a dit à ceux du Morbihan :
« Mes enfants,
L'heure est venue de marcher en avant ! »

9

Le Chef a dit aux hommes de la Loire :
« La victoire
Suivra notre bannière blanche et noire ! »


MALO.

Kanenn veur ar poblou

gwasket




A - bell, ha c'houi c'h eus kle-vef, En



er - c'h eg glas di - vent ? Pe chas pe dud skour-



u. je - zet, O len - va 'hed' an hent ? O



po - blou kaez mil li - get Pe dor - fed hoc'h eus

graet? Ha 'vel-domp ho pe ka-ret Ho
 pro dreist holl er bed? A-c'han-tal breu-deur
 skla-ved. Hor bec'h a vez ho pec'h Ra
 stour-mimp holl a-ge-vret Ho trec'h a vo hon
 trec'h l Ra stour-mimp holl a-ge-vret : Ho
 trec'h a vo hon trec'h l

1

A-bell, ha c'houi 'o'h eus klevet,
 En oro'heg glas divent?
 Pe chas pe dud skourjezet.

Ô lenva 'hed an hent?
 O poblou kaez milliget
 Pe dorfed hoc'h eus graet?
 Ha 'veldomp ho pe karet
 Ho Pro dreist holl er bed?

DISKAN

Ac'hanta! Breudeur sklaved,
 Hor bec'h a vez ho pec'h
 Ra stourmimp holl a-gevret :
 Ho trec'h a vo hon trec'h ! (2 wech)

2

O deut, ni 'n 'eus ergerzet
 Hevelep hentou kriz,
 Eveldoc'h hon eus gwadet,
 Eveldoc'h ez omp skuiz.
 O deut, p'ho pezo stardet
 Ho skoaz yen ouz hor skoaz,
 Ho kwanded ouz hor gwanded.
 E tougimp skanv hor c'hroaz!
 Ac'hanta!...

3

Hon ene 'zo bet aret
 Gant arar lemm ar reuz.
 Ha gwa neb en deus gwasket
 Ar valloz war hor gweuz!
 Ha gwa neb en deus saotret
 Ar peoc'h doun war hon tal!
 Ha mab hoi lagad gloazet
 Gant mez an daerou dall!
 Ac'hanta!...

4

Ma chom hor mistri bouzer,
 Ma pad an noz re hir,
 En islonk ruz ar c'hlae'har,
 E lugern, yen, an dir.
 O dir, mar deo entanet,
 Ar gounnar en hor c'hreiz,
 Ouz flammou beo da luo'hed,
 E lintro Tarz hon Deiz !
 Ac'hanta !...


5

P'eo bet hor c'horfou brevet
 A-dreuz d'ar vein, d'an drein,
 Hor goanag hon eus miret,
 Er bed-man faez ha brein.
 En dremmwel gwerc'h, hor frankiz,
 Dirazomp, 'luc'h 'vel tan.
 Ha c'hoarz taer hor yaouankiz
 A skiltr en avel c'hlan !
 Ac'hanta !...

ROPARZ HEMON.




BRO GOZ MA ZADOU



Ni Brei - ziz a



ga - lon, ka - romp hor gwir vro. Bru - det eo an



Ar - vor dre ar bed tro - dro. Dis - pont kreiz ar



bre - zel, hon ta - dou ken mat A skuil - has e .

vi - li c gwad. O Breiz, ma Bro, me gar ma
 Bro. Tra ma vo mor vel mur 'n he
 zro, Ra ve zo di - ga - bestr ma Bro !

1

Ni, Breiziz a galon, karomp hor gwir vro.
 Brudet eo an Arvor dre ar bed tro-dro,
 Dispont kreiz ar brezel, hon tadou ken mat
 A ekuilhas eviti o gwad !

DISKAN

O Breiz, ma Bro,
 Me gar ma Bro !
 Tra ma vo mor
 Vel mur 'n he zro,
 Ra vezo digabestr ma Bro !

2

Ar Vretoned a zo tud kalet ha kreñv
 N'eus pobl ken kalonek a zindan an neñv
 Gwerz trist, son dudies a ziwan eno.
 O pegen kaer, ez out, ma Bro.